

2013 -2014

OUVERTURE

A VANNES

BTS

COMMUNICATION

bilingue

Breton/Français

Plus d'infos : 06 32 61 10 57

RENNES - ST BRIEUC - VANNES - CAEN
Enseignement supérieur privé

L'Institut de Préparation aux Concours et Etudes Supérieures de Rennes
est une société coopérative (SCOP).

2013 -2014

O TIGERIÑ

E GWENED

BTS

KEHENTTIÑ

divyezhek

Brezhoneg/Galleg

Titouroù : 06 32 61 10 57

ROAZHON - SANT BRIEG - GWENED - CAEN
Kelenn uhel prevez

Ur SCOP (Société Coopérative) eo IdPCES e Roazhon.

**Kehentiñ e
brezhoneg evit
ho embregerezh**

Perak ur « BTS Kehentiñ » e brezhoneg ?

E karg eus ar c'hehentiñ diavaez ha diabarzh emañ ar skoazeller kehentiñ : teuliadoù, bruderezh, lec'hienn internet, mediaoù, responterez...
Muioc'h-muiañ a embregerezhioù a fell dezho kemenn en un doare divyezhek, gant ar brezhoneg hag ar galleg, evit diskouez o identelezh Breizhek dre implij ar brezhoneg peurgetket, pe o labourat e brezhoneg. Implijout ur skoazeller kehentiñ divyezhek eo an efedusañ evit kehentiñ koulz e brezhoneg hag e galleg.

Penaos e ya ar stummadur en dro ?

Dre bebeilad eo ar stummadur gant ur gevrad vicher digor d'ar re yaouank ha d'an oadourien. En embregerezhioù e vo gopret ar stajidi hag er greizenn stummañ e vint degemeret e-pad mareadoù ingal.

E-pelec'h emañ ar stummadur?

E Gwened emañ ar stummadur. Stajidi o labourat e Breizh a-bezh a vefe degemeret peogwir e vo kinniget kambrou d'an dud o tont eus pell.

**Labourat e
brezhoneg
a fell deoc'h ober**

Evit piv ?

Degemeret e vez er stummadur tud a gomz brezhoneg ha tapet ar vBachelouriezh ganto. Ma ne gomzit ket brezhoneg c'hoazh e vo tu deoc'h deskiñ ar brezhoneg e c'hwec'h miz gant kreizennoù stummañ a-bep-seurt e pep lec'h e Breizh. Ma'z oc'h arroutet (3 bloazvezh d'an nebeutañ) ha n'eo ket bet tapet ar vBachelouriezh ganeoc'h, e c'hallfec'h mont war wiriekaat anezhi gant ur VAE a-raok lakaat hoc'h anv.

**Votre entreprise
souhaite
communiquer
en breton**

Pourquoi un BTS communication en breton ?

L'assistant de communication est en charge de la communication de l'entreprise tant en interne qu'en externe : documentation, publicité, site internet, médias, affichage, répondreur téléphonique...

De plus en plus d'entreprises bretonnes souhaitent communiquer en bilingue breton et français, pour mettre en valeur leur identité bretonne à travers la langue bretonne notamment ou même pour travailler en interne en breton. Le premier poste concerné par cette démarche est bien celui de l'assistant de communication. Disposer d'un professionnel capable de travailler dans les deux langues est donc un plus pour l'entreprise.

Comment se passe la formation ?

La formation se passe en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ouvert à tous les âges. Les stagiaires travaillent en entreprise en tant que salariés et sont accueillis en centre de formation pour des périodes de formation théorique.

Où se passe la formation ?

La formation se passe à Vannes, elle peut accueillir des stagiaires travaillant dans toute la Bretagne, car il est possible de loger sur place pendant les périodes de formation.

**Vous voulez
travailler en breton**

Pour qui ?

Toute personne titulaire du baccalauréat et parlant breton est bienvenue dans cette formation. Si vous ne parlez pas encore breton, vous pouvez vous former en 6 mois dans divers organismes implantés partout en Bretagne. Si vous êtes expérimenté (au moins 3 ans) et n'êtes pas titulaire du baccalauréat, vous pouvez éventuellement prétendre à une VAE pour pouvoir vous inscrire.